

Niveroù / numbers

zero / mann	0	zero
unan	1	one
daou / div	2	two
tri / teir	3	three
pevar / peder	4	four
pemp	5	five
c'hwec'h	6	six
seiz	7	seven
eizh	8	eight
nav	9	nine
dek	10	ten
unnek	11	eleven
daouzek	12	twelve
trizek	13	thirteen
pevarzek	14	fourteen
pemzek	15	fifteen
c'hwezek	16	sixteen
seitek	17	seventeen
triwec'h	18	eighteen
naontek	19	nineteen
ugent	20	twenty
unan warn-ugent	21	twenty-one
daou warn-ugent	22	twenty-two
tri warn-ugent	23	twenty-three
pevar warn-ugent	24	twenty-four
pemp warn-ugent	25	twenty-five
tregont	30	thirty
unan ha tregont	31	thirty-one
daou-ugent	40	forty
unan ha daou-ugent	41	forty-one
hanter-kant	50	fifty
unan ha hanter-kant	51	fifty-one
tri-ugent	60	sixty
unan ha tri-ugent	61	sixty-one
dek ha tri-ugent	70	seventy
trizek ha tri-ugent	73	seventy-three
pevar-ugent	80	eighty
dek ha pevar-ugent	90	ninety
kant	100	a hundred
daou c'hant	200	two hundred
tri c'hant	300	three hundred
pevar c'hant	400	four hundred
pemp kant	500	five hundred
nav c'hant	900	nine hundred
mil	1 000	one thousand
dek mill	10 000	ten thousand
ur milion	1 000 000	one million

BREZHONEG

Displegañ ar verboù

	AMZER-A-VREMAÑ	AMZER-DREMENET	AMZER-DA-ZONT	STUMM -BOAZ AMZER-A-VREMAÑ	STUMM -BOAZ AMZER -DREMENET	STUMM-LEC'H AMZER-A-VREMAÑ
BEZAÑ	on out eo omp oc'h int	e oan e oas e oa e oamp e oac'h e oant	vin vi vo vimp voc'h vint	vezan veze vez vezomp vezit / vezoc'h vezont	vezen vezes veze vezemp vezec'h vezent	emaon emaout emañ emaomp emaoc'h emaint
KAOUT	am eus az peus en deus he deus hon eus ho eus o deus	am boa az poa en doa he doa hor boa ho poa o doa	am bo az po en do he do hor bo ho po o do	am bez az peze en dez he dez hor bez ho peze o dez	am beze az peze en deze he deze hor beze ho peze o deze	
OBER	a ran a rez a ra a reomp a rit / reoc'h a reont	a raen a raes a rae a raemp a raec'h a raent	a rin a ri a raio a raimp a reoc'h a raint			
MONT	ez an ez ez ez a ez eomp ez it / eoc'h ez eont	ez aen ez aes ez ae ez aemp ez aec'h ez aent	ez in ez i ez aio ez aimp ez eoc'h ez aint			

Displegañ an araogennoù

DA	GANT	EVIT	A	EGET	OUZH
din dit dezhañ dezhi deomp deoc'h dezho	ganin ganit gantañ ganti ganeomp ganeoc'h ganto	evidon evidout evitañ eviti evidomp evidoc'h evito	ac'hanon ac'hanout anezhañ anezhi ac'hanomp ac'hanoc'h anezho	egedon egedout egetañ egeti egedomp egedoc'h egeto	ouzhin ouzhit outañ outi ouzhomp ouzhoc'h outo
WAR	DINDAN	DIRAK	ETRE	HERVEZ	E-KICHEN
warnon warnout warnañ warni warnomp warnoc'h warno	dindanon dindanout dindanañ didani didanomp didanoc'h dindano	dirazon dirazout dirazañ dirazi dirazomp dirazoc'h dirazo	etrezon etrezout etrezañ etrezi etrezomp etrezoc'h etrezo	hervezon hervezout hervezañ hervezi hervezomp hervezoc'h hervezo	en va c'hichen en da gichen en e gichen en he c'hichen en hor c'hichen en ho kichen en c'hichen



Bihan **eo** ar c'hi.

↳ Le sujet est placé **derrière le verbe** : eo.

Ar c'hi **zo** bihan.

↳ Le sujet est placé **devant le verbe** : zo.

Er skol **emañ** ar skolidi.

↳ On utilise **emañ** à la place de zo avec un complément de lieu (placé en début de phrase); ainsi qu'à la forme négative:

N'emaint ket er gêr.

